

GENVER 1933

# KERIZ HA KERIZ

4 REAL  
AR PEZ



KELAOUENN GANT VIZIEK  
SKRUZENNHOU

ANGLARD

# Feiz ha Breiz

Kelaouenn viziek gant skeudennou  
Renet gant Y.-V. PERROT

|   |  |
|---|--|
| Koumanach diox ar bloaz : - Breiz. 1' lur | Embanou diox ar bloaz : 1/4 pajenn 150 lur |
| Frans ha brioù stag outi..... 15' lur     | 1/2 pajenn 275 lur                         |
| Evid ar re a zo e diavêr bro..... 20' lur | 1 pajenn 500 lur                           |

Pa gemerer da nebeuta pemp Feiz ha Breiz dionz ar bloaz, pep niverenn a' den da 10 lur hepken

Evid ar c'houmanachou koulz hag evit an embannou skriva da :

M. Fr. GEORGELIN, administrateur, 4, rue du Château - BREST  
C./C. Rennes 44-40

**Kemennadurez d'hor c'houmananterien.** — War golo an daouzekvet Feiz ha Breiz a en em gavo gant hor c'houmananterien, o fedimp, hiviziken, da baëa, ou unan, raktal, d'an A. Georgelin, 4, Rue du Château, Brest, C. C. 44.40 Rennes, ha neuze n'o devo nemed dek gwenneg vizou evit degas d'emp o arc'hant, e lec'h eur skoed, ma rankomp karga ar post da vont da chouleñn o arc'hant outo beteg an ti.

Pemzek dez goude ar gemennadurez-ze, ma ne vez deuet neira d'emp, e kasimp, dre ar post, ar paper da bac'a.

## TAOLENN MIZ GENVER 1933

|  |    |
|--|----|
| Pedenn d'ar Mabig Jezus, gant F. JAFFRES.                | 1  |
| Ar Mabig Jezus, gant F. JAFFRES . . . . .                | 3  |
| O noz kaer, gant J. L'HELGOUACH . . . . .                | 5  |
| Emban ar Zul-Fask . . . . .                              | 7  |
| Theresa Neumann . . . . .                                | 8  |
| Kuzulioù ar medisin . . . . .                            | 10 |
| Kenteliou var al labour-douar . . . . .                  | 11 |
| Kuzulioù ar geginerez . . . . .                          | 12 |
| Kenteliou an ti ker . . . . .                            | 13 |
| An Hinkin benniget . . . . .                             | 15 |
| Leoriou nevez . . . . .                                  | 20 |
| Feiz ha Breiz ar Yaouaukiz . . . . .                     | 21 |
| Jobig ar Baleer, gant Evnig PENN-AR-C'HODA . . . . .     | 22 |
| Istor Breiz . . . . .                                    | 24 |
| Kribell ruz . . . . .                                    | 29 |
| Noz Nedeleg Loeizaïk, gant RONAN PLEIBER-KRIST . . . . . | 33 |
| Ar brezoneg dre daolennou . . . . .                      | 36 |
| Divinadennoù . . . . .                                   | 41 |

Hadou potach ha brouskon, hadou bleunioù

Hadou dibabet eus ar gwella tiez

**TI A. HUON**

Savet e 1840

**L. AUDREN, DEUT WAR E LERCH**

13, Straed Siam — BREST

Télég. AUDREN-GRAINES-BREST

Téléph. 5-35

BINVIOU - PESKETA  
KERDIN - SIFELL A BEP SEURD

Brezoneg en ti TI A. FIZIANS R. C. Brest 49

## "L'ULMINUCINE MOREUL"

est le dépuratif tonique idéal contre les humeurs, les vices du sang, glandes au cou, faiblesse, la touche des enfants.

Donne aux enfants ce teint clair et rose, indice de la santé.

Parfait pour les jeunes filles dans la période de transformation.

Indispensable aux personnes âgées qui se plaignent de fatigues, douleurs, retour d'âge.

35 ans de ventes toujours croissant sont la meilleure garantie de l'efficacité de ce produit qui a la faveur du public.

Mères de famille, ne vous inquiétez pas, tant que vous donnerez de l'*Ulminucine* à vos enfants, vous les mettrez à l'abri d'un grand nombre de maladies, c'est le meilleur préventif de la tuberculose.

Prix: Grand flacon: 29 francs;

Demi-flacon: 15 francs;

Petit flacon: 10 francs.

Si vous toussez, prenez du *Sirup Celtique*, un de ceux qui sont le plus estimés. Prix: 12 francs.



**LES COSTUMES BRETONS MODERNES**  
gilets, pullovers, vestes, ensembles pour garçons, dames, filles  
TRICOTÉS EN LAINE DE BRETAGNE brodés soie (motifs celtiques)  
Créés et déposés par la Maison

### CHOLEAU, DE VITRÉ

SONT EN VENTE A : RENNES, "TI BREIZ", 4, rue Hoche  
BREST, Mademoiselle CRÉAÇH, 93, rue du Siam et à KERILTUUD, 11, rue Algiers  
PERROS-GUIREC : chez CLAUDE et SUZANNE GUINGAMP, chez MENGUY, Rue Notre Dame  
S'ADRESSER AUSSI A : CHATEAULIN, café BIOU, 13, Grand'rue, le premier jeudi du mois.  
PONT-CROIX, restaurant POUFON, Rue du Collège

Dépositaires demandés en chaque ville — GROS : CHOLEAU, VITRE (I.-et-V.)

Ar Merour: F. GEORGELIN.

69<sup>e</sup> BLOAVEZ

N<sup>o</sup> 1

MIZ GENVÉR 1933

## Feiz ha Breiz

*Pedenn d'ar Mabig Jezuz*



Mabig Jezuz 'vit kalanna,  
'Choulennan ouzit er bloaz-ma  
Ma kouezo diouz va fluenn baour  
Klotennou kaer evel an aour.

Mabig Jezuz, gra d'hor Bro Vreiz  
Miret ato he yez, he Feiz,  
'Vit ma kerzo war ar roudou  
Merket d'ezzi gant hon tadou.

Mabig Jezuz, d'ar micherour  
Ro nerz-kalon en e labour ;  
E kalon e vestr lak da ren  
Dalc'h-mat al lealded kristen.

Mabig Jezuz, d'ar pinyidik  
Ro kalon gunv ha birvidik  
'Vit na vezoz mui ken otus  
Met d'ober vad atô brokus.

Mabig Jezuz, buhez ar paour  
Gra ma ne vo mui ken dizaour,  
Ma c'helloc drant sevel e henn  
Ha kas da Zoue e hedenn.

Mabig Jezuz, ro d'ar c'houer,  
Nerz d'ober e labour pounner,  
Laka da zevel eun eost puilh  
Ha gwiniz outan diouz an druillh.

Ro d'ar c'hlavour war e wele  
Frealzidigez leun e ene  
Ha ma teu d'ezan ar maro  
War eün d'an nenv, te her c'haso !

F. JAFFRES.

Rener hag holl skrivagnerien ha skrivagnerez *Feiz ha Breiz* a unan o fedenn gant hini barz Itron Varia 'r Folgoat, emaoc'h o paouez lenn, evit gouenn ouz ar Mabig Jezuz ma teurvezo gantan rei e vennoz ha gant ar bennoz-se eur bloavez mat d'o lennerien bihan ha bras ha lakañ o niver da vont war gresk eus an eil bloaz d'egile e holl barreziou Breiz-Izel.



## Ar Mabig Jesus

War don ar : *Jesu, Redemptor omnium.*

### I

Pep trouz en noz a zo tavet,  
Eur vouez neuze a zo savet,  
Taolet he deus da bep hegleo:  
Gloria in excelsis Deo!

### II

Gloar da Zoue, eme 'n Aelez,  
Kanomp, kanomp gant levinez,  
Ganet eo bet Salver ar Bed,  
An Holl anezan 'oa war c'hed.

### III

Ar Bastored kerkent war zao,  
Warzu Bethleem a lavar yao,  
Mall bras o deus da adori  
Mab ar Werc'hez er marchosi.

IV

E gaout a reont en eul laouer,  
Tre e vamm hag e dad mager,  
A-dre d'ezo 'z eus eun azen  
Kousket e kenver eun ejen.

V

Daoulina 'reont 'harz e gavell,  
Pep hini ouz Jezuz a zell  
Hag al levenez ar vrasa  
War o zal a zo o para.

VI

En noz neuze eo eun dudi  
Klevet Aelez o saludi  
Roue meur an holl rouaned,  
E kraou Bethleem nevez ganet.

VII

Kanomp, kanomp ar Gloria,  
Goar da Zoue, Alleluia,  
Lidet eo hizio da C'housel,  
Mabig Jezuz, Nouel! Nouel!

F. JAFFRES.

IMPRIMATUR :

Kemper, 16 a viz du 1932.

A. COGNEAU, v. v.

O NOZ KAER !

*O noz, kaer dreist an holl noziou,  
Noz a c'hras hag a vennoziou,  
O noz skedus, noz hep da bar,  
Koantoc'h eget an heol a bar!*

*Euz an nenv, digor e zoriou,  
Ganez e tiskenn tenzoriou,  
Pardon, peoc'h ha silvidgez,  
Gwelloc'h eget pinvidigez.*

En noz-man, evidomp, euz Zalver 'zo ganet,  
An Aelez, en oabl aour, holl o deus e ganet;  
An diaoulou, en ifern, ouz o selaou, a gren,  
Embell, war an douar, e vo echu o ren.

Kerzomp, laouen hon tal, tre d'ar gaerig dister:  
Na souezusa burzud! Na tenera mister!  
Eur c'hrouadur bihan, e zaouarn dizolo,  
A zo aze kousket war eur gwele kolo;  
Na pebez bugel eo,  
Gwenn evel erc'h e jod ha melenn aour e vleo!  
Na pebez diskenn talvoudus!  
Mab an Doue holl c'halloodus  
En deus klevet erfin hor c'hlemmou hirvoudus.

He lagad war e zremm, tost dezan, eur Vaouez  
A sonj, a bed, a azeul hep paouez,  
Hi eo mamm ar bugel, Mari eo he hano,  
Mouez an dud d'he meuli biken ne chano;  
Holl levenez an nenv a bar en he sellou  
Ha flamm ar garantez a zev he muzellou.

Josef, stouet e benin, e vaz c'hoaz en e zorn,  
A'jom sioul ha mut en e gorn;  
Be wech ma zav e dal wardu ar C'hrouadur,  
E galon goz ennan a driñ gant plijadur.

Gant Mari ha Josef, gant mesaerien ar vro,  
 Oužoc'h, o Bugel ker, me a dosta d'am zro,  
 Anzaout a ran ennoc'h va C'houer ha Doue,  
 Me ginnig d'eoc'h ezans, evel d'am gwir Roue,  
 Deut o'ch war douar da veza ya Frener,  
 Me a blego d'ho yeo ha c'houi vo va Renér.

Ken d'an deiziou laouen, ken d'ar boan,  
 Me heulio, o Krist, sentus evel eun oan,  
 Hag, echu ya harlu, me a fell d'in ganeoc'h  
 Eva d'am c'hoant, en nenv, e feunteun doun ar peoc'h.

J. L'HELGOUACH, O. M. I.



### Emball ar Zul-Fask<sup>(1)</sup>

BREUDEUR KER,

EVEL M'EO BET TRUGAREZUS A-WALC'H  
 HON TAD HAG A ZO EN NENV  
 EVIT REI D'EOMP TRO DA GEMERET PERZ  
 E DUDIOU GINIVELEZ HOR ZALVER JEZUS-KRIST  
 EVELSE E ROOMP KEMENNADUREZ D'EOC'H  
 E TOSTA REZURREKSIION LAOUEN AN DOUE HAG AR ZALVER-SE  
 D'AN XII A VIZ C'HOUEVERR EMA SUL AR SEPTUAGESIM  
 D'AN DEIZ KENTA A VEURZ EMA MERC'HER AL LUDU.  
 KENTA DERVEZ AR C'HORAÏZ.  
 D'AR XVI A VIZ EBREL HON DEVEZO A DUDI  
 DA LIDA GOUEL PASI SANTEL HON AOTROU JEZUZ-KRIST  
 AR YAOU-BASK A VEZO D'AR XXV A VIZ MAE  
 SUL AR PANTEROST A VEZO D'AR IV A VIZ MEZEVEN  
 Ha GOUEL AR ZAKRAMANT D'AR XV A VEZEVEN  
 D'AN III A VIL KERZU EMA SUL KENTA ASVENT  
 HON AOTROU JEZUZ-KRIST  
 A DLE BEZA MEULET HAG ENORET  
 EUS AN EIL HANTVED D'EGILE  
 EVELSE BEZET GRAET.

(1) An embann-man a vez graet e eleiz a ilizou da  
 Chouel ar Rouaned, raktal goude ma vez kanet an aviel,  
 evit diskouez d'eomp gant pegelement a breder e tleomp  
 en em brepardi abenn ar Zul-Fask, brasa gouel ar bloaz.



# Thereza NEUMANN

## hag ar Sosialist

E miz mae 1931, hon eus komzet aman c'hoaz eus Thereza Neumann ar plac'h-se ganet er bloaz 1898, e Konnersreuth, en eskopti Ratisbonn, er Baviera, hag a zooug, war he c'horf, gouliou Hor Zalver.

Tra sebeuz, aboe ar bloaz 1923, Thereza Neumann ne zebr tamm, ha kalz, na ket; aboe ar bloaz 1927 ne ev banne, na kals, na ket; ne gemer netra 'n holl nemed ar gommunion; n'he deus c'hoant ebet da zebri ; c'hoant ebet da eva; c'hoant ebet da gousket ha daoust da-ze e chom ker yac'h ha n'eus forpjou hag e ra brao bras he labour pemdeziek.

Eur medesin bras eus a Vienna, an D<sup>r</sup> Ben Karpeles, anavezet dre holl evit beza eur sosialist touet, eus ar re rusa, a-raok ar brezel, a zo bet, n'eus ket gwall bellou, o welet Thereza ha gounezet eo bet ganti d'ar feiz kris-tien ha setu aman penaos : Endra m'edo houman o pleus-



tri war boaniou Hor Zalver hag heb anaoudegez ebet eus ar pez a dremene en dro d'ezi, an Aotrou Karpeles, bet aotre gautan da vont d'he gwelet he c'hlevas o lavare : « Unan bepnak a zo aman ha n'eman ket a-du gant Jezuz c'hoaz, met eun den a volontez vat eo hag hen sikour a rin da zistrei war hent ar baradoz Poaniou nevez à c'houzanvin evitan ha pep tra a droio evid ar gwella ! »

Thereza, ha n'he devoa ket gwelet c'hoaz an Doktor a-rack m'he devoa komzet anezan evelse, a lavaras d'ezan pa deuas he anaoudegez d'ezi eus traou ar bed-man, e c'houzanvie evitan eur boan nevez evit dont a-benn d'e chouint evelse da Jezuz-Krist.

Hag, e gwirionez, dem-goude, an Doktor a gleve e oa savet eur gouli nevez da Dhenerima, dindan an hini a oa en he c'halon.

Divezatoch an Aotrou Ben Karpeles a zistroas da Gonnereuth; eno e voe badezet ha Thereza eo a, voe e vaeronez; daouline a eure iveau en e gichen ouz an Dao-Fask ma réas outi e Bask kenta. War-se, setu petra 'skrif an D<sup>r</sup> Ben Karpeles : « Ra biliō gand an Aotrou Doue va fardoni ma 'z oun bet dievez epad va c'hom munion genta; war bennou vā daoullin e oan harp ouz Thereza Neumann; gwelet a ris skler ne lounk ket an hosti; teuizet e vez war he zeod a-raok m'he deveze bet amzer d'he c'has d'an traon. Toui a rafem da lavaret eo re wir kement-man ! »

Ar pez a blii da Dhenerima eo ar bleuniou hag al laboussed: ouspenn daou ugent labous a zo en he zi hag he dudi eo o c'hlevet o kana; 300 pe 400 lizer a en em gavanti bemdez, digant tud hag o deus ezomm d'he zrag-rekat evid ar vad he deus graet d'o ene.

Nag hi, nak he zud ne zigemeront gwenneg ebet morse digant den !





Lennit, lennit gant evez, gwazed, merc'hed bu-gale, ar pez a verko aman, bep miz, an Doktor bras ha brudet Yann ar Mezeg. Kaout a reoc'h aman, evit netra, an doare da barea ar g'oazion! d'en em ziouall eus ar c'hlenvejou, d'ho tiboania e pep mad! Ne lavaran ket ne rankoc'h mui mont da gaout medisin all ebet, nann! An holl a rank beva, ha neuze klenvejou a zo hag e ranker evid o farea, gwelet ar c'hlavour, e vizita piz; met, gant kuzulion an Aotrou-man e vez neubeutoch a viziadou, a zournadou, a friadou en ho touez; ha pétra glaskomp 'ta war an douar nemed si-kour an nesa hervez hor galloud?

Talvoudegez Feiz ha Breiz a zo kresket ous-penn eus an hanter; talvezout a ray, breman, ument real d'an neubeuta, hag e chom e priz izel evelato! Penaos a ray evid en em denna? N'ou-zoun ket! ar pez a zo diarvar eo an dra-ma: tal-voudegez ument real hoc'h eus bep tro: Lavarout a c'hellit, me a gav d'in eo deuet an traou war a-drenv, eur gwall damm. Ne lakin ket muioc'h en dro-man: an Aotrou Yann a zo kousket mord! noz eo pell a zo, roc'hal al ra evel ar gurun, met abarz nemeur am bezo klevet gantan penaos louzaoui eur biz trouc'het, pe eun troad blonset; n'ho pezo ket a ezomm da c'chedal pell!

E gamarad: Paol ar RIUALLON.



### Eur ger war ar patatez

Ar bleaz-man a zo bet eur bioavez avalou-douar; beza ez cus bet anezo diouz an druith hag ar pez a zo da ober breman eo mirout cuto da vreina; evit-se eo red o lakat en euf lab pe en eur c'hav tenval hag aeret mat. Ma 'z eus re en hoñt a sklerder el lab pe er c'hav, eo red teur war ar patatez, plouz, pe zier gwano d'o golo.

Arabab da vern ebet kaout ouspenn tri droatad uhelder na kals ouspenn tri droatad ledander; gant herdin keuneud e vez aes dispartia ar berniou hag en doare-se an aer vat a c'hello en em zila dre dousez ar patatez ha ne vreinint ket ker buan: darn a weler zoken o teurel raz nevez-maro e pou'r, war ar berniou, evid eva an ezenn a zav diouz ar patatez.

### Ra vez o kaer hon tiez

Ra vez o eun dudi gwelet hon tiez, ken en diavez, ken en diabarz. Ra vez o plas evit pep tra ha pep tra en e blas; eur plas evit ar plouz, eur plas evit ar c'heunend hag eur plas evit an teil.

Plas an anvouezenn a zo e toull an teil ha nann war an hent, en dro d'ar puns pe e toull an nor.

Er miz-man lakomp da gregi ouz mogerion hon ti, e korniou hor porz ha tro-war-dro d'hor c'hrevier ar bou-dou-roz, ar plant hag ar gwez o c'haeraio pa deuio an hanv hag o goudoro divezatoch pa deuio ar goany.



Gwelet mat oun gant matez ar presbital ; Katell e vez graet anezi ; tro am eus bet d'ober vad d'ezzi ; eur vaouez anaoudek eo, ma n'eo ket eur vaouez habask ! N'am eus ket c'hoant e vefe klevet war va lerc'h, met me a gav d'in, e rank an Aotrou Person bale eün ganti !

— « Me, mestrez em c'hegin, ha den war va zro ! » emezi Hogen, poania 'ra da aoza d'ezan boued krenv ; n'eo bet friko eo, avat, met, hen, a garfe chom hep dibri, an d'en santed ! hag e klev traou gant Katell :

— « Ma ne zebriz ket muioc'h e chomoc'h treut Aotrou Person ! ha ma chomit treut e vo tamallet d'ho parisioniz, n'o deus ket a beadra da veva o ferson, ha d'ho servicherez ne ra deoc'h nemed boued divlas ! Lavaret e vije graet ez a ho prejou gand ar c'hi ! »

— « Mat, mat, Katell, eme an Aotrou Person, warc'hoas e tebrin ! »

Eur wech, e can bet o kas eun tammik freskad d'ar presbital, hag edo Katell o soroc'ha.

— « Biskoaz kement-all ! eman sec'h-korn an traou war an tan, bet an Anjelus pell a zo, ha ne deu ket an Aotrou Person ! »

— « Sellit, Katell, emeve, setu aman eun tammig abenn warc'hoaz, atao !

— « Ha, te eo Lizik, eme Gatell sioulaet, bennoz Doue d'it da veza d'egaset eun tanva d'eomp ; meur a zoare a zo da gempenn ar c'hig-moc'h ha d'e boaza, ha laouen oun o kaout d'ha damm freskad.

— « Me a lavaras neuze, gant ientegez :

— « Ma karfec'h diskouez d'in penaos e rit, Katell, e rafec'h eur pez plijadur d'in ! »

Lorc'h enni, ar vatez a respountas :

— Ha gwir ive ? Mat, pa giri e stagin da zeski d'it, n'eo ket an dra-ze hepken, met ar plajou dous, ar zouben vat, al legumaj, ar c'hig-yar ha leue hag a hep seurt.

Ha raktal e lavaras... ar pez a lennec'h war Feiz ha Breiz ar miz a zeu ! Arabad eo deoc'h chom heb e brena !

LIZIK.



#### AN TAILHOU ESTLAMMUS

Ar C'houarnamant a zo deuet hag a rank fourra e fri e kement toull a zo : n'hellomp na genel, na mervel, na debri, nag eva, na butuni, na c'hoari, hep paea d'ezan gwirioù estlammus. Gouzout a ra pet prenestr a zo war hon ti, pegement a alkool a zo e kement banne gwin a evomp, pegement a werzomp hag e brenomp eus an draman hag eus an dra-hont, setu ma rank kaout berniou mevelien evid ober labouriou didalvez hag a c'helliñ lezel a-gostez.

N'eus nemet eur vro, er bed, hag e vefe gwasket muioc'h

eged e Frans, an dud enni, gand an tailhou hag eo Bro-Zaoz :

Eno pep den, an eil dre egile, a rank paea, bep bloaz, 1.460 lur a dailhou d'ar c'houarnamant.

|   |            |
|---|------------|
| E Frans, pep den, an eil dre egile, a bae : | 1.176 lur. |
| En Alamagn .....                            | 690 lur.   |
| E Stadou Unanet an Amerik .....             | 620 lur.   |
| En Itali .....                              | 556 lur.   |

Breloned, pa vez votadeg, roomp hor mouzeiou nann da c'hallegieren flour, ha treitour evel an dour, met da dud fur hag a lakaio muioch a arc'hant da jom e Breiz ha nebeut'oc'h da vont da Baris.

#### AN TI-KER HAG AN ILIZ

Daoust peger fall eo lezennou ar vro e c'heller, evelato, en tiez-kér, ober meur a vad d'an ilizou.

Gwelit, kentoc'h, petra 'ra kér Baris evit renka he re.

|   |                |
|---|----------------|
| Er bloaz 1927, 'vit renka he ilizou he deus dispignet : | 5.482.580 lur. |
| Er bloaz 1928, 'vit renka he ilizou he deus dispignet : | 3.653.310 lur. |
| Er bloaz 1929, 'vit renka he ilizou he deus dispignet : | 5.808.000 lur. |
| Er bloaz 1930, 'vit renka he ilizou he deus dispignet : | 4.793.050 lur. |
| Er bloaz 1931, 'vit renka he ilizou he deus dispignet : | 6.102.200 lur. |

Ar pez a ra e pemp bloaz.... 25.839.140 lur.

Daoust d'ar skouer vat-se hag a deu eus a uhel, e Breiz-Izel e vez o kavet maered he ne grediu ket tenna eur gwenneg eus kef o zi-kér evit kempenn o ilizou.

Sebezus!



## I. — Ar werzid kollet<sup>(1)</sup>

An dra-man a dremen, dres, breman ez eus pemp kant vloaz.

Eur verc'hig hanvet Godig a ya a-dreuz ar c'hoad, en eur neza he c'hegel hag o poulza, en he raok, daou zanvad gwenn; diarc'hen eo ha gwišket paour; evelato, avat, he c'lever o kana gae. An nenv a-zioc'h he fenn a zo ker glas hag an heol a zo kaer hag al laboused ken dudius o c'han!

Pa he devoa treuzet ar c'hoad, Godig a lezas he denved da beuri hag a azezas, war lez eur sterig a oa eno, evit neza en eur zourrigal eur ganaouenn.

Souden e chenchas son; he neudenn a dorras hag he gwerzid a gouezas er ster.

O va Jezuz! emezi, en eur ouela kollet va gwerzid ha petra 'lavaro va mamm! va gwerzid hag a oa a-ben' breman eur bloue neud warni. O! Gwerchez Väri, ho pet truez ouzin!

Kaer he devoe klasik he gwerzid, n'her c'havas ket.

Goude beza furchet eur pennad mat gant he daouarn ha gant he c'hegel, ec'h azezas adarre, war ar geot, evit gouela he gwallc'h.

Ker glac'haret e oa ma ne glevas ket an deliou nag ar bodennou trouzal er c'hoad gant eur paotrig koant a deue etrezenk eno hag a jomas a-zav da zelllet outi.

Ar paotrig a oa gwisket kaer; e zremm a oa skedus; e vleo melen a-luie dindan eun tog a oa eur bluenn wenn ouz e gern.

Pa welas ne rae van ar verc'hig glac'haret, ez eas betek enni hag e lakeas e zourn war e skoaz:

— Perak e lenvez? emezan.

Godig a reas eul lamm; o welet penn koant ar paotrig a oa en he c'hichen e reas eur mousc'hoarz a-dreuz he daerou. Ar paotrig a lavaras adarre:

1) An hinkir eo ar vaz houarn a dreuz eur werzid hag e tro an neud pe ar gloan en dro d'ezan pa vezet o neza.

— Glac'haret bras out, evit doare?

— O! ya! va Aotrou bihan; glac'haret oun sur, ha glac'haret bras zoken. Va Douel petra 'rin-me?

Ha Godig, adarre da ouela.

— Petra 'zo digouezet ganez 'ta?

Aet ez eus unan eus da zenyed gand ar bleiz? Em eus aoun, n'ez peüs ki ebet evit o diouall.

— Fant Madeo a zo re baour evit kaout-eur c'hi; n'hou eus nemet daou zanyd ha Morse ne deont diouzin; ar pez a ro d'in gouela eo ma 'z eo torret va neudenn ha va gwerzid a zo kouezet er ster!

— Hag e kav d'it eo eur gwall zarvoud evidout bezakollet da werzid? a lavaras ar paotrig, en eur vousc'hoarzin.

— Anat a-walc'h eo ne anavezit ket Godig; rak anez ne lavarfec'h ket an dra-se. Me n'em eus ket, evel ar vugale all, eun tad hag eur vamm leun a garantez evidoun. Va mamm a zo maro pa oan bihanik; va zad iveau a zo maro tri bloaz a zo. N'em eus nemet eul lezvamm hag hi he deus eur bugel all... Godig ne lavaras kén.

— Ha da lezvamm n'eo ket mal ouzit?

— Me a zo eur zamm eviti. Koulskoude panefe hi e rankfen mont da glask va boued hag an dra-se a zo kris!

— Da vihana, ne vezes ket bazatet gant da lezvamm? Godig ne lavaras ger.

— Asa! pa 'z i d'ar gér daoust ha bazatet e vezi abalamour ma c'heus kollet da werzid?

Godig ne lavaras ger adarre, met en em lakat a reas da grena.

Ar paotrig a azezas neuze, war ar yeot, en he c'hichen bag a lavaras:

— Paour kaez Godig, me wel erwat ez peus kals da c'houzant gant da lezvamm. Ma vijen bet eur gwaz, me am bije da zifennet, n'em bije miret ma vije graet poan d'it; met ne doum nemed eur bugel, Jilic! Ma c'hellfen, da vihana, kaout d'it da werzid!

— Siouaz! aotrou, ne zervich ket. Ar Werc'hez hepken a c'hellefe he renta din. Ha va lezvamm pa welo n'em eus nezet tamam. O! va Douel pak hen 'zo renzendif an hini n'en deus ket sur gwir vamm! pak bi a oa boran-

tezus va mamm, an hini a zo aet'gant Doue! Hag o lava-  
ret kement-se, Godig a zave, warzu an nenv, he daoula-  
gad leun a zaerou.



— Paourkæz Godig!... Ma keres me a 'z ay er ster da  
glask' da werzid!

Jilig a oa o enjal lanmet en dour, met Godig a grogas  
buau ennan hag hen dalc'has:

— O! Aotrou, emezi, gwell'och e vefe ganen beza lezet  
daou zerycz dioc'htu, hep tamm' bara, ha kaout bazaodou  
he'ek ar gwad, eget ho kweléz o vont d'en gm deurel en  
dour aze.

Sellit, mar kirit, ni 'z ay da bedi Gwerc'hez an Der-  
venn, Klaoustre e teiou d'hor sikour?

Godig a grogas e dourn Jili; n'he doa mui a aoun rak  
e zilhad brao; e gas a reas da gichen eur wezenn zero,  
el elc'h ma he doa kavet eun toull ha laket ennan eur  
skeudenn vihan eus ar Werc'hez. Ar skeudenn-se a oa  
dister ha divalo, n'eus fors, skeudenn Mamm Doue oa.

Godig a reas, a-greiz kalon, eur bedenn d'an Itron  
Varia ha Jilig a lavaras iveau ar bedenn war he lerc'h.  
Pa zavas ar goueriadezig paour, he daoulagad a oa ske-  
dus gant ar feiz hag an esperans.

— Godig! Godig! eme Jili, me da zavetaio. Sell, epañd  
ma 'z edomp o pedi ez eus deuet eur zonj vat eun spe-  
red; ar Werc'hez, hep mar, eo he deus he digaset d'in.  
Chom aze d'am gortoz ha da drugarekat Mamm Doue.

(Da gendelc'her).



# Leorion Nevez

AN EUR ZANTEL EN TI, E DOUG AN NOZ  
*a gaver da brena evit eiz real, e Keriltud,*

11, rue Algésiras — BREST.

Al leor-man, savet gand unan eus skrivagnerez Feiz ha Breiz, ma vez laket da dalvezou, a lakaio Hor zalver Jezuz-Krist da veza anavezet muioc'h ha karet gwelloc'h, e holl diegeziou Breiz-Izel : mil vad a ray da gement hini hep lenno.

KENTELIOU WAR AL LABOUR-DOUAR  
*a gaver da brena evit 16 real,  
e Keriltud, 11, rue Algésiras, Brest*

Al leor-man savet diwar brezgennou graet e Sindikajou Goueled-Leon, gand an A. Levot-Becot, eus a Blougonvelen, a vezoz lennet, gant plijadur, e pep tiegez war ar maez.

## GUELADEN TONDAL

GUELADEN TONDAL, da lavaret eo eun dro er purgator, en ifern hag er baradoz ; al leor souezus-se a zo bet savet, e latin, gand eur manach eus a Iwerzon en devoa gwelet sant Bernez, e Clairvaux, skuiz ha klanvidik. An A. Heneu, eur gwenedour, hem troas e brezoneg.

Daoust m'eman al levr-se e brezoneg Gwened, e c'hell beza lennet e pevar c'horn Breiz : eur ger hepken ennan a gayomp direiz ; ar ger tigean, ene, laket da vezoz gouregel evel ar ger gallek ame ha padal eo gourel, rak dre holl e leverer : eun ene mat, daou ene !

Kement-se ne vir ket ouz al leor da vezoz talvoudus ; evid e gaout kas 5 lur 70 d'an A. L. Hennebont, Morbihan, C./C. 241.28, Nantes.



**JOBIC AR BAILEER**

PA OAN ME-VEL E "PENN-AN-DRAO-NIENN"

GANT VA FENN-BAZ HAG EM ZREID VA BO-TOU KOAT;

VE-ZE TREUT VA ZAM-MOU GWEN-NEI-EN

GANT VA FENN-BAZ HAG EM ZREID VA BO-TOU KOAT;

MET OUS-PENN KANT MIL LUR LE-VE

'N HI-NI GA-REN A DAL-VE-ZE !

DISKAY.

BA-LE-ET EM-EUS GWECH-ALL E BRO-ZAOZ HA DRE VIRO-CHALL

BIS-KOAZ N'EM EUS GWE-LET PLAC'HIG KER KOANT ALL !

AMBLAR

II

En eur vont d'ar park, diouz ar heure,  
Dre di va mestrez me ' dremene,  
Ha pa zeue d'am' saludi  
Em c'halon, o pebez dudi!

III

' Vit plijout d'am dousig bleo melen  
War ar bank-fosell, en he c'hichen,  
Kalz amzer e korn an oaled  
Gant plijadur am eus kollet.

IV

Hogen eun deiz ' renkis kimiadi,  
Vit mont da bell-bro da vrezelli;  
En deiz-se, va dousig Anna  
A roas d'in he fok kenta.

V

Trizek Miz goude, pa zistrois,  
War dor va mestrezig e skois;  
He zad paour d'in a zisklerias  
« Annaig 'zo maro, siouaz! »

VI

D'ar vêred, bemdez, me 'ya brema,  
War bez va dousig da zaouina;  
Ha gant va daerou douraet  
Bleuniou' kaer eno 'zo savet!

VII

Me 'rank mont da glask va zamam bara,  
Rak n'em eus gallet dastum netra,  
Met skeudenn va dous em envor,  
Zo 'vidoun eur c'haer a denzor.

VIII

War an hent, pa vanin hep buhez,  
Va lakit en bez va c'harantez,  
Ma vo skoulmet hon c'halonou  
Da viken, d'imp gant an Ankou.

*Ewnig Penn-ar-C'hoad.*



## KENTA KENTEL

I. - An Arvor — II. - Breiz-Veur  
III. - Breiz-Vihan — IV. - Ar broiou  
hag ar yezou keltiek.

### I. - An Arvor

Breman ez eus 2.000 bloaz, ar vro gaer ma vevompenni a oa hanvet an Arvor.

C'houec'h vloaz hag hanter kant a-raok donedigez Hor Zalver, Jul Kesar a drec'has an Arvoriz hag a lakaos o fro dindan galloud ar Romaned.

Pemp kant vloaz goude, poblou gouez hanter-noz ar Beljik, an Alaniz hag ar Zaozon, a zailhas war broiou ar c'huz-heol: an Arvoriz a vee fastret hag an Arvor devet.

An dra-man a dremene etre ar bloaz 450 hag ar bloaz 460 goude ginivelez Hor Zalver.

### II. - Breiz-Veur

En amzer-se, hon tud koz d'eomp-ni, Bretoned, neoa ket anezo c'hoaz dre aman; en tu all d'ar mor edont o chom, en eun enezenn vrás ha kaer hanvet Breiz-Veur; kristenien e oant adalek an eilvet kantved ha dalma c'helljont lakat soudarded Rom, aet da glask ober o mistri, en o zouez, da zistrei d'o bro, e vevjont dis-hual ha digabestr dindan lezenn Hor Zalver Jezuz-Krist.

Rouaned galloudek a oa en o fenn ha menec'h santel hag a veve, darn, a vilierou, e manatiou bras mantrus, ha darn all, a-unanou, e penition kuzet, e gwaskec ar c'hoadou, a hede evito hag a rae skol d'o bugale war skianchou ar bed-man ha re ar bed-all.

Siouaz, eun amzer a deuas hag e lesjont ar warizi hag ar gasoni da ober o reuz en o zouez; o fennou brasa n'oant ket evid en em glevout ken; brezel a raent an eil d'egile hag ar Zaozon fall, a oa o paouez dismantri an Arvor, ouz o gwelout, evelse, dinezet holl a deuas hag a skrapa, diganto, a-nebeudou, o danvez hag o bro, a c'halvjont hiviziken, Bro-Zaoz. Meur a roue a stourmas outo; ar brudeta anezo eo Arzur a veve en e castell e Kerleon, gant e wreg ar rouanez Gwennwyvar, e varz Marzin hag e vrezelourien vrudet.


Epad daou c'hang vloaz e klaskas ar Vretoned rei lamm d'o enebourienn kris; pa weljont n'oant ket ken evid o diarbenn, ken niverus all ha ma oant, e kimiad-jont diouz douar kuny o chavell hag e treusjont ar mor, bleniet gand o beleien ha gouarnet gand o rouaned, evit dont da zouara, dre aman, war aochou goullo ha gouez an Arvor.

### III. Breiz-Vihan

Kenta tra a reas hon tud koz pa daoljont o zreid, war ar c'horn-douar-man, a vee e henvel ha rei a re-

jont d'ezan hano c'houek o bro goz: Breiz ha Breiz-Vihan p'o deveze c'hoant da ziskenvelekaat o bro nevez diouz Breiz Veur.

Daou denzor hepken o devoe gellet degas ganto a-



dreuz ar mor doun hag a zo deuet betek ennomp, a-rumm da rumm: ar brezoneg hag ar feiz.

#### IV. - Ar broion hag ar yezou keltiek

Bretoned omp e'a ha diskenn a reomp eus gouenn vras ha kaer ar Gelted.

Ar Gelted, eo an hano a roer da dud broiou gwa'arn an Europ, da lavaret eo da dud Bro-C'hall, Breiz-Vihan, Breiz-Veur, Bro-Gembra, Bro-Skos hag Iwerzon.

Breiz, Kembreiz, Iwerzoniz, Skosiz, Arvoriz ha Galloued, an dud-se holl a zo Kelted, da lavaret eo tud kallet, dispont, troet ouz traou ar spered hag a gomz pe o deus bet komzet eur yez keltiek.

AR BREZONEG, yez Breiz-Vihan eo ar yez keltiek muia komzet, en amzer-man; gwasa pez a zo e prennner outan, a-enec'h pep gwir, doriou an darn vrasa eus ar skolioù: kement-se a zo eur vez ouspenn ar pec'hed.

AR C'HEMRAEG, yez Breiziz Bro-Gembra, a deu da eil pa zeller ouz niver an dud her c'homz, met lennet eo kals muioch dre eno, eget n'eo ar brezoneg, dre aman ha desket e vez d'ar vugale e holl skoliou ar vro.

AN IWERZONEG eo yez Iwerzon, an enezenn gaerse bet leshanvet gwechall enezenn ar Zent; gwall wasket eo bet gand ar Zaozneg ha dilezet, e meur a lec'h, met abae m'o deus Iwerzoniz adkavet o frankiz, er bloaveziou tremen, e teu da c'hounit tamm ha tamm an ta-chennou en devoa kollet.

AR SKOSEG eo yez Bro-Skos; gwasket eo bet gand ar Zaozneg, met Skosiz a zo deuet da zihuna hag a ro kement a harp breman d'o yez, ma teuio, gand an amzer, da gavout ar gounit.

Ar Skoseg hag an Iwerzoneg n'int nemet kendirvi-gompez d'ar brezoneg; ar c'hemraeg avat hag ar brezoneg a zo daou vreur; eur breur all o devoa c'hoaz: AR C'HERNEVEG hag a zo bet komzet e Kerne-Veur, betek bloaveziou diweza ar XVII<sup>e</sup> kantved; mouget eo bet a-nebeudou, gand ar zaosneg, evel m'eo bet mouget AR GALLEG, e Bro-C'hall, pemzek kant vloaz kentoc'h, gand al latin; arabad eo eta fazia, ar pez a gendalc'hemp da c'hervel galleg n'eo galleg ebet ken, met kentoc'h eul latin trefoet hag a zo bet toueziet gantan muioch a c'heriou alamanek egod a c'heriou gallik. Rak-se, dioual'omp en aoun na vefemp touellet gand

ar C'hallaoued a zo o klask sila o yez lorc'hus dre bevar c'horn ar bed; war zigarez m'o deus kollet o-unan o yez keltiek e karfent breman gwelet ar re all oc'h ober eveldo; al louarn besk iveau a glaske lakat al lern all da grenna e lostou, met hini n'her greas!

Deskomp mat hor brezoneg a-raok staga da zeskiz yezou ar broiou ail; e Breiz-Vihan ar brezoneg eo ar mestr, p'ema en e di hag ar yezou all a dle plega din-dannan.

Ar gwir her goulenn hag ar gwir a zo trec'h d'ar bed!

### Leor an A. Guilhou

Tri leor all a zo bet rakprenet endra m'edo *Feiz ha Breiz* miz kerzu er voulerez : 2 gand an A. Abjean, person Tremeoc, (eil rakprenadenn), hag 1<sup>er</sup> gand an A. François Guillou, Koat-Bizien, Gwitevede.

Arabad e vez gortoz al leor nevez kals a-raok Pask, rak labour pell a vez gantan er voulerez.



Gwechall goz ez oa e Bro-Leon, eur C'hilhog eus ar re gaera, anvet: Kribell Ruz. N'oa kilhog all ebet dre ar vro a-bez, par d'ezan. E gribell a oa ruz-glaou, hag e wiskamant n'oa anezan nemet pluv arc'hantet hag alaouret. Eun drugar oa e welout pa veze piguet war e glud, oc'h astenn e c'houzoug, hag o tistaga « ko-ko -gog-gog! » gant eur vouez ken nerzus ha ken dudius ma tave d'e selaou, holl gilheien hag holl yer ar Barrez.

E c'hellit kredi ez oa brudet ha dre-se, pinvidik-bras. E berr-amzer e tastumas eur bern madou; ha pa gavas d'ezan en doa dastumet aour awalc'h, ez eas da veva diouz e zanvez.

Lavarout a reas kenavo d'e vignoned, hag ec'h en em dennañ en eul lec'h sioul, demdost d'eur brouskoadig, e skeud eur c'harziad lann ha balan alaouret.

Eno Kribell-Ruz a savas eur maner kaer, hag e veve ennan e peoc'h ha dizoursi, pell diouz trouz ar bed, evel eun ermit santel e kreiz eur goulec'h.

Eun dervez edo Roue ar vro o veachi dre ar mèziou, ha setu a-greiz-holl e voe tapet gant eur barr-arne, eus ar seurt ne weler Morse; an dour a ziruilhe eus an nenv evel taolet gant sailhou; tenval oa evel e-kreiz an noz, hag ar gurun a drouze hag a strake betek bouzara tud. Ar Roue a yoa d'ar mare-se, digouezet e-kichen maner kaer Kribell-Ruz, ha setu ma skoas war an nor da c'hounenn disc'hlaor.

Digemeret e oa gant ar c'hilhog, evel ma bleer digemert eur Roue, ha komz a rejont pell-amzer eus meur a dra.

O welout piividigez Kribell-Ruz, ar Roue a vœ souezet-bras, ha setu ma savas c'hoant gantan da gaout madou ar c'hilhog-ermit; eveñato ez eas dezan dre finesaou.

« Va mignon mat, emezan, me a zo abaoe euan nebeudig zo, en eun dienez vrás-kenan! Komprenit-ta em eus kant mil-skoed dle, ha n'em eus gwenneg ebet d'o-faea! Ha n'hellféc'h ket dont war va sikour en eur bresta d'in eur gwennegig bennak? Bezit dinéc'h, restaolet e vezint d'eoc'h gant o interest, abenn bloaz hag eun dervez. »

Komzou flour ar Roue a blijas kalz d'ar c'hilhog madelezus; truez en devoe outan ha setu m'aech asantas rei d'ezan hanter-kant-mil-skoed evit e zikour da baea e zle, hag ar Roue kuit fougë-vras ennan.

Kribell-Ruz a sonje allies en e arc'hant prestet, mallbras en doa d'o gwelout o tizrei, kresket c'hoaz, d'o-flas koz en e arbell. Konta hag azkonta a rae ar miñiou, an deizou ha zoken a wechou an euriou.

Setu erfin tremenet bloaz hag eun dervez. Azezet e-tal e zor, eur c'hornad mat a vutun en e veg da gaout berroc'h e amzer, Kribell-Ruz a c'hortoze ar Roue. Met kreisteiz sonet, Roue ebet c'hoas; c'houec'h eur diouz an noz sonet, Roue ebet c'hoaz... Betek anter-noz e c'hor-tosas, ha den ebet na deuas war dro.

Kribell-Ruz, enkrechet-bras, a yeas neuze da gousket,

pe da vihana da glask kousket, rak ne serras ket eul lagad hed an noz penn-da-benn.

Gortoz a reas c'hoaz eun nebeut dervezioù. Erfin, o veza na deue ket ar Roue war e dro, e lakeas en e benn mont betek ennan d'e vaner.

Ober a reas eun tamm kinkla d'e blunv; war e benn e lakeas e dog kaera; kemerout a reas e zisheolier hag e vaz penn-kamm, ha goude beza prennet mat dor e di, ez eas en hent warzu maner ar Roue.

An hent eus ti Kribell-Ruz da vaner ar Roue a oa hirr; ouspenn an amzer a oa gwali-domim en deiz-se, setu ma tigoras ar c'hilhog e zisheolier.

Eur blijadur oa bale diouz ar mintin endra ma labour an heol da eva ar gliz a berlezenn an douar. Tro-war-dro d'ezan ne wele nemet traou dudius: Aman, en draonnienn dindan ar yeot glas hag ar beler, dre geiz eur foenneg marellet a vleuniou dispar, eur sterig a ruilhe he dour, skler evel an deiz, en eur hiboudi seder. Uhe-loc'h, ouz ar menez e lugerne ar balan, al lann alaouret hag ar brug ruz-wenn dindan bannou madelezus an heol mintin. Eus o c'hreiz eur bobl a labousé biban, holl a unan a roe da glevet eur muzig a oa eun drugar evit an diskouarn. Pelloch en devoe an eur-vad da zaludi eur mignon koz d'ezan a rene evel eur roue war eur vandennad yer.

Araok digouezout e maner ar Roue e renkas tremen dre eur c'hoad bras. Kribell-Ruz o vont er c'hoad-se, n'edo ket dienkreiz, rak gouzout a rae ervat e veve ennan enebourienn d'ezan. Eveñato ez eas ebarz.

Araok pell avat, setu dirazan eur mell-bleiz, Kribell-Ruz a sonje d'ezan e oa echu gantan dirak eur seurt Aotrou. Met nag e voe souezet o welout ar bleiz ouz e saludi! « Deiz-mat. Kribell-Ruz, da belec'h ez ez gant kement a brez? — Mont a ran Aotrou, da baiez ar Roue da c'houenn digantan an arc'hant am oa prestet d'ezan breman ez eus ouspenn bloaz; daoust hag ho pefez ar vadelez da lavarout d'in e pelec'h eman ar Palez?

— Ma karez, eme ar bleiz ez in ganez, rak plijout a rafe d'in gwelout maner ar Roue. Eur wech oun bet o

klask mont ennan, met diarbennet oun bet founnus gant eul laker fall.

— Aotrou Bleiz, eme ar C'hilhog, en em laki aman dindan va askell zehou, hag evelse n'ho po aoun ebet da gaout. »

Kribell-Ruz a savas neuze e askell, hag ar bleiz yao dindan.

Peiloc'hig e tegouezas gant eul louarn gourvezet en disheol, war ar c'hleuz. Ouz e welout, Kribell-Ruz a reas eur skrijadenn, rak anaout-mat a rae ar c'hanfard-se; meur a vtech en deus e welet o rodal war dro e di. Met, pegen souezet, e chomas ouz e velout o stoui dirazan hag o lavarout gant eur vouez flour: « Deiz-mat, Kribell-Ruz! da belec'h ez ez evelse ken dillo? »

— Mont-a ran da balez ar Roue!

— Da balez ar Roue! nag ez out chansus va mignon! Me iveau am eus redez meur a wech war e dro, met atao avâl ez eus bet laket herr ennou da vont kuit.

— Deus ganen-me, Aotrou Louarn; n'ec'h eus nemet en em lakan aman dindan va askell gleiz ha ne zegouezo droug ebet ganez. »

Kribell-Ruz a savas e askell gleiz, hag al Louarn a reas eul lamm dindan.



## Noz Nedelec Loeizaïk

Da noz Nedelec, Loeizaïk a luskelle he breur bihan, en eur gana : O ! hun eta, toutouik la ! la !

Ken kaer hag hini eun Ael e oa he mouez hag ar mabig a gouske, gand eur mousc'hoarz war e vuzellou rus-wenn.

Neuze ar verc'hig a dosteas ouz an oaled evit lakat eun tamm 'keuneud en tan; he mamm a oa aet d'ar Pellgent da c'houlennoù ouz ar Mabig Jezuz lakaat eun tamm eurusted en ti ken tenval all ha m'eo deuet da veza aboe m'en deus ar mor bras lounket an tad a oa pesketaer.

En dra ma strak ar c'heuneud en tan, Loeizaïk a zonje er vugaligou binvidik a vez noz Nedelec kel laouen evito; an daerou a redas war he diouchod drouklivet.

Raktal e klev unan bennak o skei war an nor. Piou eta nemed eur paour bennak a c'hellfe beza er maez d'an eur-se? Teneraet he c'halon, ar verc'hig a redas da zigeri an nor; eun itron yaouank ha koant gand eur Mabig etre he daouarn a oa dirazi.

— Riou am eus, va merc'h emezi, da Loeizaïk; daoust ha n'hellifet ket rei digemer d'in en da di, eur pennadig?

— Eo, eo! Itron; eun eteo a zo o tevi war an oaled ;

gand an amzer-man e ra vad kaout eun tammiq tan !

— Doue r'az pennigo, merc'hig vihan.

An Itron a azezas war ar skaon; Loeizaïk a zelle outi;

na peger brao e oa gand ar gouel gwenn a oa en dro d'he fenn; evel eur bann-heol a oa deuet, d'he heul, en ti hag ar Mabig peger koant e oa :

— Daoust ha n'ho pefe ket eur banne laez tomm da rei d'am mabig, eme an itron ?



Ar verc'h a glask hag a gav ar beradig a oa dalc'het evit he breur Silvestrig.

— Ar mabig-man, emezi, en deus marteze muioc'h a ezomm eget Silvestrig !

Loeizaïk a dommas al laez hag her chinnigas d'ar bugel a vousc'hoarzas outi.

O welet he mab kennerzet, ar yann a zavas da vont



kuit hag en eur vont dreist an treuzou e lavaras da Loeizaïk :

— Merc'hig vihan, an Aotrou Doue a gar ar beorien : ar vad az peus graet, ne vezou ket ankounac'haet !

War an daol, Loeizaïk, e lec'h ar bara koz, a gavas bara gwenn, kouignou, madigou hag eur yale'hadig ar-chant.

Ar verc'h kaez a glaskas an itron, evit he zrugarekaat, met houman a oa tec'het gand he mabig evel eul luc'henn.

— Va Doue ! daoust hag ar Werc'hez Vari a vefe bet aman gant he Mabig, eme Loeizaïk, souez'eoc'h eget biskoaz...

War ar geriou-se e tihunas; n'he devoa graet nemet eun hunvre; n'he devoa gwelet nag Itron gaer na Mabig !

War an daol, koulskoude, ez eus eur baner, gant bara fresk enni, kouignou, ha bilheji glas !

Ha setu, war-se, he mamm o tizrei eus ar Pellgent :

— Mamm, eme Loeizaïk, ar Werc'hez Vari a zo bet aman, gand ar Mabig Jezuz; sellit petra o deus lezet war o lerch !

— Nann ! va merc'h, ar Werc'hez Vari n'eo ket deuet aman; met eun all en he lec'h a zo bet oc'h ober eun dro, hag hounnez eo Itron Maner ar Roc'h Laann, a zo bet aze en eur vont d'ar Pellgent, endra ma oas-te moredet ! Me 'm eus he gwelet, o vont, en he c'har-dre-dan, da hada laouenedigez, eus an eil ti paour d'egile !

RONAN PLEIBER-KRIST.



## Ar Brezoneg dre daolennou

### Cours d'Exercices Bretons-Français

Voilà une méthode facile et attrayante pour apprendre aux enfants la langue bretonne et leur faciliter en même temps l'étude du français.

Nous espérons que cette innovation sera bien accueillie de nos lecteurs, particulièrement des enfants et maîtresses d'écoles.

Chaque mois, un vocabulaire français-breton donnera les noms des personnages, objets et choses contenus dans les tableaux représentés plus loin.

Nous classerons les candidats en 3 catégories, en tenant compte de l'âge de l'enfant.

#### A. COURS ELEMENTAIRE (jusqu'à 11 ans).

L'Elève devra :

1°) Pour les exercices bretons : choisir l'une des six images, en apprendre le Vocabulaire, et faire la description de cette image choisie, EN BRETON.

2°) Pour les exercices français : dans un questionnaire français donné plus loin, répondre en français, au paragraphe se rapportant à l'image choisie pour les exercices bretons.

#### B. COURS MOYEN (de 11 à 13 ans).

L'Elève devra :

1°) Pour les exercices bretons : choisir 2 images, ap-



prendre le vocabulaire et en faire la description, EN BRETON ; répondre, en BRETON, aux questionnaires de ces 2 images.

2<sup>e</sup>) Pour les exercices français : Répondre EN FRANÇAIS aux 2 questionnaires correspondant aux 2 images.

#### C. COURS SUPERIEUR (au-dessus de 13 ans).

L'Elève devra :

1<sup>e</sup>) Pour les Exercices bretons : choisir 3 images, en apprendre le vocabulaire et en faire la description. Aux questionnaires français de ces 3 images, poser par écrit les questions et les réponses en BRETON.

2<sup>e</sup>) Pour les exercices français : Répondre aux questionnaires des 6 tableaux.

L'Enfant pourra se faire aider par ses parents ou ses maîtres qui se feront, nous n'en doutons pas, un plaisir d'instruire davantage notre Jeunesse de Bretagne sur sa langue nationale.

Les devoirs devront être remis avant la fin du mois à : M. le chanoine Grill, Inspecteur de l'Enseignement libre, Impasse de l'Odet, Quimper.

#### VOCABULAIRE

TABLEAU N° 1. — Le foyer : *an oaled* — La cheminée : *ar chiminal* — Le feu : *an tan* — La fumée : *ar moged* — Fumer : *mogedi* — Le charbon : *ar glaou* — La bûche : *an eteo* — Les flammes : *fleumou-tan* — Enflammer : *entana* — Chauffer : *tomma* — Ils se chauffent : *tomma a reont* — mains : *daouarn* — Frère : *breur* (pl.) — Breudeur — Sœur : *c'hoar* (pl. : *c'hoarezed*) — Veillée : *noveziad*.

TABLEAU N° 2. — Le grand-père : *an tad-koz* — Fillette : *merc'hig* — Garçonnet : *paotrig* — Janvier : *genver* — Bonne année : *Bloavez-mat* — Etrennes : *Kalanna ou derou mat*.

TABLEAU N° 3. — Etable : *Kraou (ar c'hraou)* — La Sainte Vierge : *Ar Werc'hez* — Les Rois : *ar Rouaned* —

L'Etoile : *ar steredenn* — La paille : *ar plouz* — Voyage : *beach* — Guider : *hentcha* — Briller : *lugerni* — L'Enfant-Jésus : *Ar Mabig Jezuz*.

TABLEAU N° 4. — Gâteau : *Kouign* — Table : *taol (an daol)* — Mère : *mamm* — ar c'hoar hena : *la sœur ainée* — Le bébé : *ar babig* — Part : *lodenn* — Partager : *lodenna* — Rire : *c'hoarzin* — Plaisir : *plijatur* — chat : *Kaz (ar c'haz)*.

TABLEAU N° 5. — La neige : *an erc'h* — Il neige : *erc'h a ra* — Cache-nez : *Tro-gouzoug* — Boule : *boul* — Rouler : *rodella* — Bonhomme de neige : *Paostr-Koz erc'h* — Pipe : *Korn-butun* — Froid : *Yen* — Grelotter : *Krena gand ar riou* — Le ciel : *an nenv* — gris : *louet*.

TABLEAU N° 6. — La glace : *ar skourn* — glacé : *skournet* — glisser : *rintla* — Tomber : *Kouenza* — Se moquer : *ober goap*.

#### QUESTIONNAIRES FRANÇAIS

##### 1. — ETEO NEDELEG (La bûche de Noël).

1. Quand se passe la scène représentée sur cette image?
2. Combien de personnes voyez-vous? — Qui sont-elles? — 3. Où se trouvent-elles? Qu'y a-t-il sur le foyer?
4. Que font ces enfants? — 5. Sont-ils heureux? — 6. A qui pensez-vous lorsque vous êtes à l'abri dans votre maison bien chaude? 7. Qui devez-vous remercier?

##### 2. BLOAVEZ MAT (Bonne année)

1. Quand se passe cette scène? — 2. Combien de personnes voyez-vous? Qui sont-elles? 3. Où sont-elles? — 4. Comment se tiennent-elles? — 5. Que font les deux enfants? — Que voyez-vous sur la table, à droite? — 7. Avez-vous hâte de voir venir le premier de l'an? Pourquoi?

3. AN TRI ROUE (Les trois Rois Mages).

1. Où se passe cette scène? — 2. Pourquoi les roi Mages avaient-ils quitté leur pays? — 3. Qu'est-ce qui les a guidés dans leur long voyage? — 4. Devant qui se trouvent-ils maintenant? — 5. Que font-ils? — 6. Que fait l'Enfant Jésus? — 7. Vous, mes enfants, pouvez-vous offrir des présents à l'Enfant-Jésus? Lesquels?

4. — KOUIGN AR ROUANED (Le gâteau des Rois).

1. Où et quand se passe cette scène? — 2. Combien de personnes voyez-vous autour de la table? — 3. Où sont les deux plus jeunes enfants? — 4. Que fait le père? — 5. Que font les enfants? Et le petit chat? — 6. Fera-t-on seulement autant de parts que de personnes? Pourquoi faut-il penser aux pauvres?

5. — AN ERC'H (La Neige).

1. En quelle saison se passe cette scène? A quoi le remarquez-vous? — 2. Dites ce que fait chacun des trois petits garçons — 3. Aimez-vous jouer sur la neige?

6. — AR SKOURN (La glace).

1. Que fait la petite fille qui est à droite? Comment tient-elle les bras? — 2. Qu'est-il arrivé au petit garçon qui est à gauche? — 3. Comment se tient celui qui est au milieu? Que fait-il? — 4. Est-il dangereux de glisser sur une rivière gelée?

◆◆ DIVINADENNOU ◆◆



RESPONCHOU GOUERE, EOST, GWENGOLO

I. — *Responchou divinadennou Gouere*

1. — An Aostrou Taldir-Jaffrennou.
2. — Adam.
3. — 11 ha 4.
4. — Lanig a zo stok ouz dourn dehou Evnig.
5. — Ar reier eo a ra penn ar peskataer.

II. — *Responchou divinadennou Eost*

1. — Ar boutou.
2. — An azén.
3. — Rei plas d'ar ne nevez.
4. — An treizer a zo e benn etre daou skourr brasa ar wezenn.
5. — Ar yar a zo he fenn stok ouz tu dehou al lochenn.

III. — *Responchou divinadennou Gwengolo*

1. — Red eo lemma  
Abarz, flemma
2. — Re gravat a boaz.  
Re brezeg a noaz.
3. — Mollarjez dru ha Pask kaillarek  
A ra d'an ar'ch beza barrek.
4. — Ar c'hi a zo etre e rampou.
5. — Ar pempvet a zo etre an daou a zo e kreiz.

Hanoiou ar c'hounedeien

*O deus respontet mat da 13 war 15*

Mari Rosec, skolaj Lesneven.

*O deus respontet mat da 12 war 15*

Loeiz ar Floc'h, Ploveur.

*O deus respontet mat da 11 war 15*

1. — Tanguy Creignou, Cléder.

2. — Auguste Goareguer, Crec'h an Neven, Louargat.

3. — Jan Normand, Kerdro, Sant-Thégonnec.

- O deuz respontet mat da 10 war 15*  
1. — Theresa Fave, Verjez, Folgoat.  
2. — Suzanna Simon, gar Gwitevede.  
3. — J. Marc'hadour, Gottorn Cast.

RESPONCHOU HERE, DU, KERZU

- I. — *Responchou divinadennou miz here*  
1. — E lec'h ma vez tri  
E vez toull an ti.  
2. — Pa ya pep hini en e roll  
E ya, siouaz, pep tra da goll.  
3. — An dud pividik  
An dud kizidik.  
4. — Ar valafenn (papillon) a zo war ar rozenn zehou.  
5. — Ar c'haz a zo etre daou skourr brasa ar wezenn deva.

II. — *Responchou divinadennou miz Du*

1. — Diwar gi, ki, diwar gaz, kaz.  
Diwar logod ne vez ket a naz.  
2. — Eur gestenn gant he gwenan.  
3. — 18 gwenneg.  
4. — Ar pod-liou a zo graet gant troad kleiz an daol.  
5. — Ar c'horn-butun a zo e pleg brec'h an tad-koz.

III. — *Responchou divinadennou Kerzu*

1. — Gwell eo karantez etre daou  
Eget n'eo madou leiz ar c'hraou.  
2. — El lec'h ma ra tre ha lano  
'chell pep den lakat e hano.  
3. — Pa vez an erc'h war an douar  
Ne vez sur na tomm na klouar.  
4. — Ar bigell a zo e pleg glin ar paotr-bihan.  
5. — Ar perc'hen a zo e-benn o suna gwriziou ar wezenn.

HANQUIOU AR CHOUNIDEIEN

- O deus respontet mat da 15 war 15*  
1. — J.-F. Gwennegan, Kernonen, Sant-Nouga.  
*O deus respontet mat da 14 war 15*  
1. — August Goareguer, Crec'h-an-Neven, Louargat.

- O deus respontet mat da 13 war 15*  
2. — Jan Normand, Kerdro, Sant-Thégonnec.  
3. — Jacques Leon, bourk, Plougerne.  
4. — Auguste Leon, bourk, Plougerne.

*O deus respontet mat da 12 war 15*

1. — Maria Bocher, e Skrignag.

*O deus respontet mat da 11 war 15*

1. — Mari-F. Lars, Prat-bras, Plouzane.  
2. — Mari-R. Polard, Keradraon, Plouzane.

Kenstrivadeg an Danvouezerien

I. — MARVAILHOU HA FARSEREZ

- 1<sup>er</sup> priz. — Jobig an Eskob (ar Breur Bihan), Brélès.  
2<sup>er</sup> priz. — J.-Loeiz Caer, Plouenan.  
3<sup>er</sup> priz. — Mari Canevet, Poullan.  
4<sup>er</sup> priz. — Andre Prat, Pleiber-Krist.  
5<sup>er</sup> priz. — Mauris ar Chlec'h, skolaj, I.-V. Zikour, Brest.  
6<sup>er</sup> priz. — Fransez Dillard, skolaj, I.-V. Zikour, Brest.

II. — SKEUDENN

- 1<sup>er</sup> priz. — Mikaël ar Rouz, Roscov.  
2<sup>er</sup> priz. — Roparz Kaoissiu, Pleiber-Krist.  
3<sup>er</sup> priz. — Perig Kaoissin, Pleiber-Krist.  
4<sup>er</sup> priz. — Ronan Guevel, Pleiber-Krist.  
5<sup>er</sup> priz. — Jobig an Eskob, Brélès.

Prizion Feiz ha Breiz

kouls re ar Marvailhou, ar skeudennoù ha re an divinadennou a en em gavo gant o gounideien abewm dei-zou kenta ar bloaz nevez ! Eur c'halanna kaer e vezokement-se evito !

## Divinadennou miz Genver

I. — Piou a red atao hep kuitaat e wele ?

Digaset gant L. Plouzane, Brest.

II. — Piou a vije laouen da veza born?

Digaset gant L. Plouzane, Brest.

III. — Ugent real ar c'hangt ar viou, pegement e talv eun dousenn ?

Digaset gant Maria Bocher, Scrignac.



IV. — An tri roue a zo o vont da welet ar Mabig Jezuz; e pelec'h ema o steredenn ?

Arabad digas ar respondchou ken na vezou moulet divinadennou an tri miz kenta.

V. — Ar bloaz koz 1932 a zo o vont kuit; e pelec'h ema ar bloaz nevez ?

## Ma karit ar Brezoneg hag ar Feiz skignit Feiz ha Breiz

Chers lecteurs, nous vous prions de bien vouloir retourner à M. le Directeur du FEIZ HA BREIZ, Scrignac, Finistère, cette feuille avec le plus d'adresses possible, écrites lisiblement, de personnes que vous auriez gagnées à notre Revue, ou auxquelles nous pourrions l'envoyer.

- 1 \_\_\_\_\_  
2 \_\_\_\_\_  
3 \_\_\_\_\_  
4 \_\_\_\_\_  
5 \_\_\_\_\_  
6 \_\_\_\_\_  
7 \_\_\_\_\_  
8 \_\_\_\_\_  
9 \_\_\_\_\_  
10 \_\_\_\_\_  
11 \_\_\_\_\_  
12 \_\_\_\_\_  
13 \_\_\_\_\_  
14 \_\_\_\_\_  
15 \_\_\_\_\_

Bennoz Doue ha Sent Breiz war gement hini a labouro evid e vro!

### Leoriou keltiek-brezonek



Da 1<sup>e</sup> Levriou ha skeudennou war hor Breiz.  
Da 2<sup>e</sup> Leoriou diaes da gaoù, re goz ha re nevez.  
Roll an holl leoriou-se a vez kaset, d'an hini a gar; n'eus nemet her gouenn ouz: **M. Le Dault**, librairie, Quimper.

### YEC'HED ar VUGALE

### Ar « SIROP FERET » a-enep an Dokken

Graet gant louzaouennou hag a gaver er mor, ar sirop-m'a a ro nez hag a yacha ar gwad. Ouspenn-m'en deu-eur vlaez eus ar re wella, louzou all ebet ne ro kement a nerz d'ar vugale hag heu.

Ranplast a c'hell ervat an emulsiou, an eol-mor, ar sirop l'ortal, ar sirop Raifort iodé, hag all... Ar vertuz en deus da yachaat ar gwad, ouspenn ar vertuz da zigas a i nerz d'an izili, a zo penn-alleg ma n'her roer mors-e en aner d'ar vugale taget gant an dokken, an trousskleennou leaz, ar werbl, an doureler fall, drouz-ar-roue, hag ar zepladurez a deu warlerc'h ar ruzel hag an droo, etc.

*En vente dans toutes les pharmacies.*  
Dépôt principal : GRANDE PHARMACIE DU PROGRÈS,  
2, rue de Paris (au-dessus de l'Octroi), Brest.

### ORNEMENTS D'ÉGLISE

ARGENTURE :: DORURE :: NICKELAGE  
ORFÈVRERIE - TOUS BRONZES - LUMINAIRES

### Paul PERROT

Atelier et Bureau : 21, Rue de la République - BREST

### Ti koz L'OLLIÉROU

L'HOSTIS & JORDE  
SUCCESEURS

18, 27, rue Louis-Pasteur, Brest

Pa ho pezo etin dra bennak da brena, dalc'hit sonj eo en hon ti e kavoc'h ato ar mula da joaz hag an dessinioù nevez e mouchouer ha tavancherou brodet.

Seiz, mezer, ha danvez a hep sauri.

Dioch ar galite an ti-man a werz gwelloc'h-marc'hed eget neus /orzh pehni all.

Eun eskompt a ugent real dre gant a vez roet e marc'hadourez ha dek dre dant d'ar familiou niverus diwar giskouez o chartegn.

### AU TIGRE ROYAL

FOURRURES & PELLETERIES  
37, rue de Siam, BREST

Grand choix de Fourrures  
de toutes provenances

-- Transformations --  
--- Réparations ---  
PRIX MODÉRÉS

Prena a reer es-kriz, krec'hin lern, kaerellel-vras, lapined; gozed, pudasket, hag all..., ha paet e vezont prizior mat

### Klenved ar c'henou hag an dent

### A. LAPIQUONNE L. JÉZÉQUEL

SUCCESEUR DE  
Tenner dent  
Loreet gant skol-vedesiner Paris

A denn an dent hep poan hag a laka dent nevez, war aour ha war gaoutchouk, hervez ar skouerliou diveza. Gwarantisa a ra e labour.

### RESEO A RA :

Bep Lun, e LESNEVEN, Hôtel Le Roux, ha hep Sadorn e BRASPARTS hag er FAOU. — Ar chabinet a gonsultationou a zo digor e Brest, 4, passage St-Martin, aboue 9 eur beteg kresteiz. ha da 2 eur beteg 6 eur. Tél. 0-16



NEDDELEG LAOUEN  
HA BLOAVEZ MAT